



Ar plac'h degaset d'an arme (9)

73



Skedusoc'h e- vit an heol, sklaeroc'h evit an deiz



Kalon ur c'habiten yaouank a zeu d'am gwelet bemdeiz.

Skedusoc'h evit an heol, sklaeroc'h evit an deiz
Kalon ur c'habiten yaouank a zeu d'am gwelet bemdeiz.

" Deut-hu ganin, ma mestrez, ma mestrez deut ganin,
Me ho kaso d'an arme, hoc'h eureujo goude-se.

Me 'breno deoc'h un abid a vo pasimantet,
Un tok kastol war ho penn, c'hwi neñvel ouzn ur gedred.

- Salokras, kabiten yaouank, d'an arme nan in ket ;
Ma mamm 'zo war he gwele klañv, presañ he maro 've graet.

Ma mamm 'zo war he gwele klañv, ar maro 'n he c'halon... "
Ar plac'h yaouank 'ya d'an arme 'goll he reputation.

" - Montez, montez la belle, voila mon cheval gris,
'Penn ma vo hanternoz sonet ni vo paset Pariz. "

E-barzh ar barrouz C'hlaz, pa int bet arruet,
En osteliri antreet, war an oaled azezet,
An estiz, an ostizez, 'vel -henn dei o deus laret :

" Bonjour deoc'h-hu, plac'h yaouank, plac'hig diwar ar maez,
Mar'd omp-ni d'ho fantazi, chomet ganimp da vatezh.

Salokras, emei, ostizez, diwar ar maez n'on ket,
Me 'zo ganet a zenjentil, me 'zo bugel a di mat,
A zo deut er bloaz-mañ d'an arme, ya, dre ma bolontez vat.

- Ma vije c'h ganet a zenjentil bugel 'vel ma leret,
C'hwi vije duze 'barzh ar sal oc'h evañ gwin klered.

C'hwi vije duze 'barzh ar sal gant ho tud o koaniañ,
Hag arc'hant en ho kodelloù ha c'hwi kontant da baeañ. "

war ar propozioc'h-se, ar c'habiten yaouank antreas :
" koaniet, koaniet, katarinis, kemeret ho plijadur,
Hag ouzn kostez ur c'habiten, c'hwi a gousko a dra sur.

Sonet, sonet, trompeteu, no piolañsoù dousamant,
P'emañ ganimp o koaniañ fleurenn ar merc'hed koant.

Oa ket hanter ar banked ar verc'h yaouank a zo marvet :
 " Sestet, sestet, trompeteu, ho piolañsoù dousamant,
 Pa eo maro ma mestrezig ma c'helon 'zo dolant.

Pelec'h vo interet Katarinig ma mestrez...
 Nan eo barzh e jardin he zad dindan ur bod-lore
 Me a bedo 'viti Doue, koulz en noz hag en deiz.

Nan eo barzh e jardin he zad dindan ur boked-roz
 Me a bedo 'viti Doue, 'vit mar gay d'ar paradoz "...

" Digorit din ho tor, ma zad muiañ karet,
 Tri deiz, ma maro an eus graet, ma enor 'm eus saveteet.

- Laret din, Katarinig, piw en deus hoc'h aleuvet
 Nan eo ur c'habiten yaouank ha mab un den redoutet
 A oa o sevel an trujoù diwar ar baisanted ...

ooooo

Kanet gant Soaz an Digerc'her, Ploubêr, 2/6/52. Kanañ a rae
 gant ur ventadurezh laosk awalc'h, o varraat pe oc'h astenn ar
 frezennoù sonerezh hervez ezhomm ar c'homzoù. Ne oa ket aes
 kennebeut all da zispartiañ ar pozioù an eil diouzh egile, an
 hanterenn gentañ eus an ton o vezañ kanet dre ziw wech.

Ar c'homzoù a zo sur mat diglok, ha leun a c'herioù gallek
 digomprenet gant ar ganerez evit al lodenn vrasañ anezho.

Keñveriañ gant sonioù poblek Bro hened dastumet gant L.
 Herrieu, p. 84 : barh e Chateaubriand, hag ivez gant ar son
 gallek : la belle se promène, e Tralalaleno, p. 56.

Ur plac'h kozh all o chom e kichen Soaz an Digerc'her, a ouie
 ivez un dra bennak eus ar son, hag a gane evel-henn :

Me eo a wel ma mestrez dindan ur bod-lore
 in e-vel ur rozenn Koez e-vel an de.

